


D.U. BRETON 2003-2004
Françoise BRUMAULD

ADIBOUT'CHOU

WAR AR


VORGLEREG



Gwraet eo **Adibout'chou** ewid bugale etre 2 ha 4 ble. Diazezet eo ar sederom-mañ war ur bedagogiezh a-fesson. Gelloud a ra ar bugel bihan choari en ur bouezañ war ur varenn-splass. War-lec'h-se e vez gouest ar bugel da glikiñ ged ar logodenn hep kudenn erbed.

Ged ur yoc'h c'hoarioù e vez desket d'ar bugel meur a naoturioù pedagogel :

- kavout e verkoù en amzer
- labourad e vemoer gweled ha klewed.
- Anavoud loened a vew war ar vorglereg.
- Boud gouest d'anavoud stummoù, liwioù hag kementadoù.
- Diforc'hiñ etre traoù hañval ha dishañval.



An dafar

Red eo deoc'h kaoud un urzhiater PC pe MAC.

PC

Windows 95/98 ME/XP
32 Mo a RAM
70 Mo dijabl war ar gantenn galed
Kartenn son Windows 16 bits.
Lenner sederom x 12

MAC

Power PC
32 Mo a RAM
70 Mo dijabl war ar gantenn galed
Lenner sederom x 12

An tudennoù


Diw dudenn arall zo é c'hoari ged **Adibout'chou**.

Adibout'chou a zo kenderw bihan **Adibou**. An dudenn gentañ eo. Komz a ra ged




mouezh ur paotr bihan.

Sikour a ra **Lilibelle** ar bugel a c'hoari. Ur leon bihan eo. Esplegiñ a ra ar pezh a zo d'ober e pep c'hoari.



"Rescouss" a zo ur marmous bihan. Sikour a ra iwez ar bugel bihan mes pa n'end eus ket komprenet hepkén. Red eo dezhoñ klikiñ warnoñ ewid gouioud petra gober.



An dressadenn

Ewid c'hoari ged ur bugel bihan e vez red boud sklaer. Gwraet e vez an tressadennoù ged liwioù flamm. An tudennoù 'zo plijus ha hegrad.

E-barzh ti **Adibout'chou** eh oc'h ged ar bajenn bennañ. Rekis eo da **Adibout'chou** digor ar fenestr ewid moned er-maes. Arru a ra war ar vorglereg. Un dorn ged e vis meud a ziskouez OK.

Red eo kemer un nor a-zehoù ewid kuitaad ar c'hoari.

Bep wezh e vez goulennet ged ar marmous : “ *Gelloud a res kuitaad ar c'hoari?* ”

Red eo klikiñ war **Rescouss** a ra “ *ya* ” ged e benn. Chom a reoc'h er c'hoari ged marmous a ra “ *ket* ”.

*Ha bremañ, c'hoariomp ged **Adibout'chou** àr ar vorglereg.*

Da gentañ e vez red skriviñ e hanw en ur choasiñ ur loenig : pe ur c'hrokodilig, pe un asennig, pe ur c'hazhig, pe ur yarig (ugent loen 'zo da choas). Goulennet e vez ivez deiz ganedigezh ar bugel ewid souetiñ dehoñ e bennble.

Netra 'zo bet disoñjet ewid roiñ plijadur da c'hoari. War ar vorglereg e arru **Adibout'chou** en e di a nij.




1 E-barzh ti Adibout'chou

Kavet e vez e-barzh ur c'hanape, un daol ged kadoerioù, ur baner ged orañj... Toud an traoù a zo « etreoberius ». An oll a fich. Ma ne oui ket ar bugel petra gober, ema an orañj é nijal pe, ema **Adibout'chou** é cheñch lec'h pe, ema **Adibout'chou** é lâred d'ar bugel : “kollet em eus ma moumoun. E-menn ema?” pe, ema é arru **Lilibelle** ewid lâred « demad ».

E-barzh ar vouestad c'hoarioù e vez kenniget d'ar bugel pewar oberiantis :

- ur miltamm
- liwajou
- ul loto soneg
- musik : meur a rimadelloù a vez kanet ged **Adibout'chou**.

Toud an oberiantisoù-se a c'hell boud moulet ged ar voulleres.



2 War ar vorglereg.

En ur zigoriñ ar fenestr e arru **Adibout'chou** war ar vorglereg. E pep oberiantis e vez kavet meur a live diaes :

- Live disolo ewid ar re vihañ rag ma c'hellont chom ase pelloc'h
- Live 1, 2, 3. Seul uhelloc'h e vez ar live seul vui e vez diaessoc'h ar c'hoari .
- Stalier labour vak. N'eus ket fin er c'hoari-se. Gelloud a ra ar bugel kuitaad pa en deus c'hoant.

E pep live ha goude tri c'hoari e vez gourc'hemenet ar bugel ged **Lilibelle**. Goude-se eh a ar bugel d'ar live kentañ.

Ewid kavoud an oberiantisoù e vez rekis d'ar bugel klikiñ war toud an traoù a vez gwelet getoñ.

Pewar c'hoari a zo kenniget d'ar bugel!

2.1. "L'intrus des neiges"

War ar vorglereg e vez rekis d'ar bugel klikiñ àr an daolenn. C'hoari an traoù dishañval eo. Red eo d'ar bugel kavoud ar skeudenn direnker. Da gentañ eo ar stalier-labour disoloadenn.

Live 1 : muioc'h a dudennoù 'zo.

Live 2 : Boud eh eus diw skeudenn direnker ged ar memes tudennoù, mes ec'h ober un dra dishañval.

Live 3 : Boud eh eus tri zressadenn ged ar memes traoù mes dishañval o mentoù.

Live 4 : Ewid ar c'hampion e vez kenniget ur stalier-labour vak. Ur stlajenn a dremen ged c'hwec'h skeudenn. Ema ar skudennoù a-barzh boullou. Ur c'hoari spiadenn a-fesson eo. Ar bugel a c'hell kuitaad ar c'hoari pa en deus c'hoant.



2.2. An arzh gwenn

E-kreis ar ster-mañ en deus c'hoant ur loen da dreusiñ.

Da gentañ e vez red klikiñ àr ar loen ewid ma dreuso ar ster : un arzh pe ur bleiz

Live 1 : red eo d'ar bugel sikour da dreusiñ an heni a zo dishañval d'ar re arall. Ur yoc'h kelaouadurioù diwar vuhez ar loened a vez roet. Roet e vez ouzhpenn hanw ar loenig.

Live 2 : rekis eo d'ar bugel adkavoud youc'h ar loen etre tri zrous.

Live 3 : red eo d'ar bugel selaou ar pezh a vez lâret hag àr-lerc'h adkavoud piw eo. Da skwer : pessort loen en deus pewar faw, ur c'horf gris hag ur lost hir?

Bonus : an oll loened a vew àr ar vorglereg.

2.3. An avank

Boud eh eus un tipi (teltenn an indianed) ged un avank.

Live 1 : red eo fichal an avank beteg an tipi glas pe orañj, pe beteg ar gêriadenn ged daou pe dri tipi.

Live 2 : lâret e vez deskrivadur an tipi ewid ma vo degasset an avank beteg anehon.

Live 3 : memes c'hoari mes ar wezh-mañ e vez kuzhet un totem a-dreñv un tipi.

Stal-labour vak : red eo d'an avank adtapoud e dri zra en urzh an daolenn e-raog moned kuit war zroad.



24 Huñvreoù iglou

Red eo d'ar bugel kavoud daou loen e-raog ma deuz ar skorn.

Stal-labour kentañ : hanwioù ar loened

Live 1 : red eo adkavoud daou loen e-mesk c'hwec'h iglou. Ouzhpenn e vez red d'ar c'hoarier kaoud kelaouadurioù diwar vuhez ar loened .

Live 2 : adkavoud da biw eo skeud ar loen. Kenglotiñ ar skeud douzh ar loen.

Live 3 : red eo dastum ar vamm ged e vavig. Kenglotiñ ar vamm doc'h e vavig.

Bonus : ur c'hoari dastaol : e-kreis ar vorglereg e ya er-maes pesked a doullou. Red eo klikiñ war ar re silh pesked er-maes ag o zoullou e-raog ma zeuont en-dro dour.

Ne vern pegourz e c'hell ar bugel klikiñ war an nor a zo a-zehoù ar skramm. Toud an oberioù 'zo bew, c'hoarius. Ne vez ket ar bugel enoet ged ar c'hoari-se. Ma mab en deus c'hoariet ged ar bladenn-se pa oa daou vle hanter. Ur yoc'h plijadur en doa bet getoñ. Deut eo speredeg ged an oll loened a vew war ar vorglereg. Anavoud a ra bremañ piw eo ar c'hougar, an avank, ar arzh gwenn, an erer ...

Ouzhpenn-se e vez deuet an arzh gwenn e loen karetañ.

